

C A R N E T S D E R O U T E D E

*Ce chant est très connu en Pays Vannetais sous différentes formes.
Le début et la fin changent au gré des chanteurs, l'histoire est la même.*

N'in ket 'n ho ti, ta - var - nou - rez, di - ge - don don,
N'in ket 'n ho ti ta - var - nou - rez, di - ge - don don,
N'in ket 'n ho ti ta - var - nou - rez
Ken 'm'o me choe - zet ur ves - trez.

N' e' ket 'n ho ti, tavarnourez, *digegon don, (bis)*
Ne' ket 'n ho ti, tavarnourez,
Am 'oe choezet ur vestrez.

Ce n'est pas dans votre maison, aubergiste, *digedon don, (bis)*
Ce n'est pas dans votre maison, aubergiste,
Que j'avais choisi une maîtresse.

Kem' ret an ha - ni grei - si - kañ
Hon - nezh ho ka - sey ar pel - lañ o bra - vig am 'o,
Hon - nezh ho ka - sey ar pel - lañ.

Kem' ret an hani greizikañ,
Honnezh ho kasey ar pellañ *o bravig am 'o.*
Honnezh ho kasey ar pellañ.

Prenez le chemin du milieu,
Celui-là vous conduira le plus loin *o bravig am 'o.*
Celui-là vous conduira le plus loin.

N'in ket 'n ho ti ta - var - nou - rez lan - lu - re,
N'in ket 'n ho ti ta - var - nou - rez,
N'in ket 'n ho ti ta - var - nou - rez,
Ken 'm'o me choe - zet ma mes - trez.

N'in ket 'n ho ti, tavarnourez, *lanlure,*
N'in ket 'n ho ti, tavarnourez, *(bis)*
Ken 'm'o me choezet ma vestrez.

Ce n'est pas dans votre maison, aubergiste, *lanlure,*
Ce n'est pas dans votre maison, aubergiste, *(bis)*
Que j'avais choisi ma maîtresse.